

# Chant breton : An durzhunell

Trad. (Bretagne)

♩ = 80

QR-Code du MP3



Notes: Partition pour piano

Transcription: [http://per.kentel.pagesperso-orange.fr/frame\\_par\\_recueil.htm](http://per.kentel.pagesperso-orange.fr/frame_par_recueil.htm)

# Chant breton : An durzhunell

Chant traditionnel

Kalz amzer am eus kollet o furchal ar c'hoajoù  
'Vit sourpren an durzhunell kousket war ar brankouù  
Skoaziet am eus va fuzuilh met tennet em eus fall  
Tec'het eo an durzhunell ha nijet er c'hoad all.

Diouzh an noz ha d'ar mintin 'klevan al laboused  
O kanañ, o fredoniñ, da veg ar gwez pignet  
Ha n'eus nikun anezho a bikfe va c'halon  
Evel mouezh an durzhunell o ouelañ d'he mignon.

Hirvoudiñ 'ra noz ha deiz gant ar boan, an anken,  
'Vel ur paour kaezh intañvez kollet ganti he den  
Heklev he mouezh klemmus a red dre ar c'hoajoù  
A zo meurbet poanius d'an holl labousedoù.

- "Petra, turzhunell yaouank, a dourmant da galon ?  
- Kollet em eus, emezi, va fidelañ mignon  
Ma na deu ar chaseour d'ober din-me meravel  
Me 'varvo gant ar glac'hар d'am mignon koant fidel.

N'eus na louzouù, na souten, na frealzidigezh  
Gouest da bareañ souden gouli va c'harantez  
Trec'het on gant ar glac'hар mont a ran da verval  
Met ne varvin ket kountant ma ne varvan fidel.

Gwelet em eus o verval an durzhunell yaouank  
Disec'het pizh he c'halon gant ar boan, an tourmant  
'N he huanad diwezhañ he deus c'hoazh lavaret :  
"Kenavo, mignon fidel" raktal eo tremenet.

Melezour sklaer ha gwirion eus ar wir garantez  
Ha ne gaver e kalon ar yaouankiz direizh  
- Nann, nann, ne varvin laouen ma ne varvan fidel  
Ha biken ne zizoñjin marv an durzhunell.

J'ai perdu beaucoup de temps à chercher dans les bois  
Pour surprendre la tourterelle assoupie sur la branche  
J'ai épaulé mon fusil mais j'ai mal tiré  
La tourterelle s'est enfuie et s'est envolée vers un autre bois.

Le matin et le soir j'entends les oiseaux  
Qui chantent, qui fredonnent, perchés à la cime des arbres  
Et aucun d'entre eux ne touche autant mon cœur  
Que la voix de la tourterelle pleurant son ami.

Elle gémit nuit et jour de peine et de chagrin  
Comme une pauvre veuve qui a perdu son mari  
L'écho de sa voix plaintive parcourt les bois  
Et font beaucoup de peine à tous les oiseaux.

" Jeune tourterelle, qu'est-ce qui tourmente ton cœur ?  
- J'ai perdu, dit-elle, mon plus fidèle ami  
Si le chasseur ne vient pas me faire mourir  
Je mourrai de chagrin pour mon bel ami fidèle.

Il n'est ni remède, ni soutien ni consolation  
Capable de guérir soudain la blessure de mon amour  
Je suis vaincu par le chagrin je vais mourir  
Mais je ne mourrai pas content si je ne meurs pas fidèle.

J'ai vu mourir la jeune tourterelle  
Le cœur tout desséché par la peine, le tourment  
Dans son dernier souffle elle a encore dit :  
" Au revoir, ami fidèle " aussitôt, elle a rendu l'âme.

Miroir clair et véritable du vrai amour  
Qu'on ne trouve pas dans le cœur de la jeunesse déréglée  
- Non, non, je ne mourrai pas heureux si je ne meurs fidèle  
Et jamais je n'oublierai la mort de la tourterelle.